

YOUN KERCA

NIVERENN
ISPISIAL

GOUEL AR BREZHONEG
BRO LEOUN

IN GOD WE TRUST
PEGEMENT?

AN TOURTAD
KENTAÑ!

OBER
'RA VAD

RA VO MIRED
AR YOURH VENN
EUZ SOURD BREINADUREZ

ANTOINE
CAILLE

YA

DOUR
BENNGED

Tinado

MERC'HED SANT JOUAN

Selaouit 'ta , paotred yaouank
Ur sonenn verr , ur sonenn drant

Selaouit c'hwì merch'ed iveauz
Ur sonenn savet a-nevez


E Breizh - Uhel e Sant Jouan
'z eus merch'ed Kaer , 'z eus merch'ed Koant

Klevet em eus e oa gwechall
Ar foerioù graet 'vid ar chatal

Cheñchet ar c'hiz e Sant Jouan
Er foerioù ro 'med merch'ed Koant

Ar C'hallaoued pa zimezont
Ne buzont ket petra reont

Hag an dra-se a zo ur spone
Kloesk ken pell merch'ed divergent



Alioȗ roet d'ur breizhad yaouank galvet d'an Arme c'hall

Da gentañ tout, kit kuit da Vro Iwerzhon pe lec'h all. Ma ne c'hellit ket, pe ma 'z oc'h bet tapet, ma 'peus ket kalon pe c'hoant da droc'hāñ ho troad, setu un nebeud alioù :

- Ankouit ez oc'h Breizhad ha lavarit oc'h ganet e Saint Etienne pe en Havr Nevez, mod all oc'h sur :

- da vezāñ kaset d'an Alamagn pe da nebeutañ pelloc'h evid Paris.
- da vezāñ lakaet er "1er groupe de combat", an hini kentañ da vezāñ lazhet, da dremen dindan un tren pe un tank bennag.
- Da vezāñ anvet "con de breton", n'oc'h gouest d'ober tout al "c'horveoù", al labourioȗ lous..
- da vezāñ eveshaet diehan, rag emañ an holl Vretoned en FLB hag en deus c'hoant an FLB da lakaad peb kazarn da darzhañ.

- Serrit ho peg ha chomit sioul, larit ataw "ya" d'ho renerien: ya me zo ur pemoc'h, ya me zo ur c'hi, ya me zo un ejen, un istrogell, ur peizant...

- Asantit mont er fank beteg ar gouzoug, pe en dour sklas.


- Laoskit ho poued gant ar paour kaezh ofisourien ha ne reont netra ha c'hwi, labourit a-hed an devezh gant ho kof goullo. Mod all e vo daou vloavezhoull-bac'h : "refus d'obéissance".

- diwallit, gwardit ar c'hazarn beb fin sizhun, peogwir emaoc'h re bell deus ar vro evid dont e permision.

- Hag a-benn 'vo echuet hoc'h amzer, trugarekait an Aotrou Bigeard a-greiz kalon ha deus ma ferzh.

Anavezet 'm eus ur paotr eus an Oriant ha n'en doa ket heuliet pizh ar reolennoȗ-se : n'eo bet laosket da vont nemed a-benn daou vloaz hanter. Ha c'hoazh eo daw dezhañ "pointiñ" beb sizhun e ti ar fliked.

Pep tra skrivet amañ 'zo choarvezet hag a c'hoarvez bem-deiz d'ho skrivagner, med ives da viliadoù ha miliadoù a baotred yaouank.



EN UN DOARE PEZH-C'HOARI, PETRAMANT EN UN DOARE ALL

(Un ostaleri, "Ti Laurent", "Ti Rollant", "Tirart l'eau" kentoc'h peogwir e c'hoarvez 'barzh ur porzh bihan. Ya. Kroget eo bet mad. Setu 2 zen, ha setu...travalc'h zo. Setu 2 zen. Daou ezh kozh evid preg heñveloc'h heñvelañ deus ar wirionez.

Setu'te 2 waz kozh. An hini kentañ hag an eil, petramant an eil hag egile. An eil hag e benn 'vez.

Savet 'vez ar ridoj. Latar 'zo. ('Vez ket gwelet tra.)

An hini kentañ : "A neuze, c'hoari 'ra ?"

An eil : "Ya. Sevel 'ra dit atav ?"

An eil : "Ken ha ken, ludig."

Egile : " Ha gant da wreg, tra nevez ?"

An hini kentañ : "Tra nevez, nann; med traouù nevez, gast !"

An eil : "Laret 'vez atav traouù 'giz-se ! Dibaoe 'z eus ur sañtral ba'r vro, 'vez atav kroget mad g'an traouù. Hag ar bugel a zeu re abred alies-tre. N'eus ket mui e'omm deus diforc'h ar vugale, paotr paour!"

An eil (an eil eil) : "Te... Diskoazh n'out ket bet koutant, ha vi ket morse. Med, keneñ, toud an dud zo eürus bremañ. Ar sañtral nukleer 'neus roet labour d'ar re voe dilaboûr..."

Egile : "hag ar re all 'neus kollet o labour. 'Teus ken gweled ar vartoloded. Da zigantañ o deus laosket o rouejoù d'ar ger peogwir 'voe ket mui pesked e strad ar mor."

An hini kentañ : "Ya, med pesked voe atav."

An eil : "Ya... poazhet 'nê, o c'hof da laez."

An eil eil : "Ha tud ar futurennou 'noent ket mui e'omm da labourad, hag e voent peet memestra. Paeet 'vid debriñ seurt pesked radioaktif a lak nê da pas be'añ kad da labourad ken."

An eil : Serr da vegou, g'ar vezh"

E-benn : Preg d'am reor, ma fenn 'zo klañv."

(Teuziñ 'ra al latar.

Gwelet 'vez an 2 zen. An hini kentañ 'neus ur penn lonker ha peder brec'h -med ne servij ket dezhañ peogwir 'neus ken ur genou-.

An eil 'neus daou benn (ha daou c'henou... unan 'barzh peb penn menestra) med 'neus ken ur vrec'h. Setu n'eo ket gouest d'evañ muioc'h 'vid e lod 'vez !

ECHU

Ar brammer ludig

Ar brammer hag a zo gouest da vrammañ uheloc'h 'vid e reor traouñ gant e reor laez.

JUSTIS HA GWIRIONEZ EVID AR C'HARDINAL DANIELOU


DOUE D'E BARDONO

STOR HA TRESADENNOU : AN ANTECHRIST

● L'association « Vérité et justice pour le cardinal Daniélou » (crée à l'initiative des « silencieux de l'Eglise », catholiques traditionnalistes, dont le principal animateur est M. Pierre Debray), s'étonne dans un communiqué « que l'épiscopat n'ait pas pris la même position lors de la mort du cardinal Daniélou que celle qu'il a adoptée aujourd'hui après le décès de Mgr Tort ».

Le communiqué indique, d'autre part, que « d'ores et déjà l'association a pu établir, à partir de témoignages de première main, que la visite que faisait le cardinal Daniélou lorsqu'il est mort se plaçait dans le cadre d'un apostolat qui l'avait conduit à plusieurs reprises à tenter d'aider des jeunes en difficulté ».


"LE MONDE"
GENVER 1975



EMAON O VONT DA ZISKOUERZH
DIT DRE AR MUNUT PENAOS
E VEZ CHUTED UL LOST !

GRA DA GENTAÑ SEVEL AN
IBIL KAMM


OUA !... MA... MADTRE !



ENQ BREMAÑ, GAND DA ZEOD, GRA
OURADENNOÙIGOU D'AM FENN-
AZH SONN HA REUT



EZ
ALLE



PAS DE GROS TIRES

RENAULT : RÉDUCTION DES HORAIRES

inévitable si les débrayages se poursuivent

informations sociales

La direction de la Régie Renault considère comme « inévitable » la réduction des horaires de travail si les débrayages et les « grèves perpétues » se poursuivent, particulièrement à l'usine du Mans.

Le maintien de l'ordre
Malgré cela, M. Frémont n'a pu être élu. Entre le temps, le campus avait connu six semaines de perturbations. Le maintien de l'ordre principal devenu la préoccupation principale de certains enseignants. M. Frémont, homme libéral, homme de gauche, ne paraît pas à ces enseignants le garant « de l'ordre », tel qu'ils le concevaient.

O.F.

... e vo kavet eleizh randonerzh, farouella châi ar pennou bras, frazennou kleuz met e galleg brav evit touellan an dud.

Bast An urzh, setu ar soñ, a zelch nô. Der chel en e saw ar c'asete.

Mme Giscard d'Estaing a notamment déclaré : « Nous vivons dans une société libérale et nous voulons la sauvegarder, mais chacun sait que cette société libérale, à laquelle nous sommes attachés, n'est pas le résultat de hasard, mais le fruit d'efforts constants pour répondre à la fois aux besoins de liberté, mais aussi au désir de sécurité des Français. Les incertitudes de la période que nous traversons donnent un caractère plus pressant à l'exigence de sécurité. Pour la satisfaction pleinement, notre société doit se transformer, sans abandonner les principes de liberté sur lesquels elle se fonde ?

O.F. la recherche de cette société plus humaine et plus digne que le Général de Gaulle avait pressenti, mais dont il n'a pu délivrer que les fondements. C'est à cette même œuvre, a souligné le Premier ministre, que nous convie le Président de la République lorsqu'il nous propose une société libérale de type avancé.

Les exemples des pays qui ont atteint un niveau de développement comparable au nôtre nous montrent d'autre part que personne n'a jamais brisé de statut...

télégramme

Petra lenn evit gout ar cheleier nevez? Ouest-France pe entelegramme! La presse libre kwa.
Selit aman̄ eta:
Pezh zo bet laret evit menosñ gant ar batroned teu da vezan̄ tra asur, gwir bater, gant antelegramme.
Ha peseurt mod en em zibabo an telegramme ma partife ar CERES eus ar PS, p'ebet embannet dija gantañ, e mis Chweur : « le CERES s'enva, Scission ou PS. »...

Boumediène et de Gaulle

Au cours de son allocution, jeudi soir, au Palais du Peuple, le président Boumediène, évoquant l'issue de la guerre d'Algérie, a déclaré : « L'évenir algérien fut réalisable aussi grâce à la lucidité de celui-là que la patrie profanée porta d'un 18 juin de refus à la tête d'une France remontée du déesse. Cet homme-là, s'il nous fit la guerre — il nous la fit — ne pouvait rien sans se détourner lui-même que notre combat brûlant de cette flamme qu'il communiqua en son temps à la France asservie. Il restera aussi à sa gloire d'avoir vu suffisamment loin pour que des perspectives s'offrent à nos peuples par delà les problèmes en suspens. »

O.F. « Nous devons », a dit M. Edgar Faure, ex-cadre l'Économie libérale, « faire exister l'économie libérale, capitaliste, de son péché de mortalité, de non-confinement et d'insensibilité. »

Petra objektivel ba kelaouennou a-seurt-se?
Sotoniou ewel ar re mai sur-a-welch met ivez ...

LES IRRÉSISTIBLES BONBONS ANGLAIS

IL DOIT DÉCIDÉMENT AVOIR QUELQUE CHOSE D'IRRÉSISTIBLE DANS LES BONBONS ANGLAIS... Deux « célibataires » accusées d'en avoir volé dans des magasins, ont comparu vendredi devant les tribunaux.

Colin Jordan, 51 ans, chef du mouvement néo-nazi de Grande-Bretagne, est accusé d'avoir volé une boîte de chocolats dans un grand magasin. Pour faire bonne mesure, il aurait également emporté trois culottes rouges de femmes. Son procès se poursuivra le 19 mai.

Larry Adler, virtuose de l'harmonica, a comparu lui aussi accusé les magistrats. Il est accusé d'avoir dérobé pour 74 francs de caramel. Son procès a été renvoyé au mois de juillet.

L'AMOUR TOUJOURS L'AMOUR !

IL A 29 ANS. Il est fils d'un mineur gallois et sans fortune. Il s'appelle Michael Wilson. Elle a 77 ans. Elle est la tante de Mme Rockefeller, la vice-présidente des Etats-Unis. Elle est milliardaire et s'appelle Rachel Filter. Michael et Rachel s'aiment et ils veulent se marier.

Seulement, dans la famille de Miss Filter, qui n'est pourtant plus une enfant, on voit le mariage d'un mauvais oeil. Des propositions en espèces sonnantes (250 000 F) ont été faites au jeune Wilson pour qu'il renonce à son projet. Cette tentative de corruption a mis le prétendant en colère : « Je ne suis pas un chasseur de dot. Je pense que c'est parce que je suis le fils d'un pauvre mineur qu'ils ne me jugent pas digne d'épouser Miss Filter. »

De son côté, Michael a déclaré : « Plus on me pousse à ne pas le faire et plus je suis décidée à épouser M. Wilson. »

Cela étant, Michael a déclaré qu'il n'avait pas osé appeler sa promise au téléphone à la suite de toute la publicité faite autour de leur prochain mariage. « Mais je l'appellerai aujourd'hui, en P.C.V. », a-t-il dit.

A propos de l'âge de Miss Filter, Michael Wilson dit : « A-t-elle 77 ans ? Je ne m'en suis jamais rendu compte ». Il est vrai que Miss Filter n'en ait que 51.

E miz C'hwevrer 'ca.

Ul lun, ur meurzh pe ur merc'her n'eus forzh... Laeron, gangsterien oc'h ober un hold-up barzh ur bank e Paris. Biskoazh kemend all !

Nag ur vezh... harz al laeron !

Med laeron a-vremañ 'vez fin, ha setu tud e labourad ba'n ti-bank kemeret evel otajed gante. Pctra ober ? Saveteiñ an arc'hant pe saveteiñ en otajed ? N'eo ket aezet d'ar polis, forzh penaos ne vo ken rebech evite.

Mistri ar bankou n'int ket gwall laouen koll arc'hant daoust da begen dister 'chellfe bezañ kichen 'pezh zo perc'hennet gante. N'eo ket ur skwer evid al labourerien dizarc'hant gweled un doare ken aezet da binvidikaad... ned ma ne vez ket diwallet implijidi ar bank e c'hello an dud bezañ paeet keroc'h evid labourad en un ti-bank... N'eo ket un hent da vont gantañ...

Komzet !vo a-hed hag a-dreuz eta war drubuilhou an otajed. Souezhus eo gweled pegement e c'hell cheñch talvoudegezh buhez un den. Sellit 'ta, un den o labourad barzh ur bank. Arabad eo ober an disterañ droug dezhaf, med gwiskit ne'añ gant dilhad soudard ha kerkent e c'hello forzh pe ofiser darsod ha loukez kas ne'añ d'ar maro...

Ha komzet !vo eus ar paour kaezh otaj, eus e familh, e vugale, displateget !vo peseurt peotr sioul e oa...! Med Kaou Puillandre, bet dalc'het !pad 2 viz evel otaj gant ar fliker, hep an disterañ prouenn eneptañ, ne vo ket komzet eus e drubuilhou.

Objektivelezh ar journalioù "dieub" !

Forzh penaos setu tapet ar fliker. Graet 'vez al lu dioutê. Daw dê en em adtapoud triblidie ! Daw d'ar fliker diskouez d'ar "Priñs Poniatowski" ez int tud kapapl.

Setu an deiz war-lerc'h e yeont barzh un ostaleri e-lec'h e ouzont e vez ordin riblerien, gant ar soñj pakañ nê evid kompañsiñ gwalldaol an deiz araog. Paour kaezh archerien, ne felle ket d'ar riblerien en em lezel karc'hariañ evel deñved ! Tennoù !voe. N'eo ket strikt 'keta. Sevenet o deus o dever...

Ha plijadur !voe... Ba'n ostaleri oa daou Arab. Petra raent eno, hañ ? Skoet !voe gante... Plijaduriou brasañ fliker Bro-C'hall eo skeiñ a-drouiz-kaer gant Arabiz, bazhata gochisted ha touzañ ar baotred blew-hir. Ah, nag a blijadur !voe.. mad e oant da gas d'an ospital war-lerc'h an abadenn...!

Siwazh, teir gwech siwazh, taol zichañs c'hoazh evid ar fliker, an Arabiz-se oa alvokaded (da gustum koulskoude...) ha brudet voe an afer... Setu c'hoazh brud fall war ar polis 'blam' d'un taol a zlee

degas kement a vrud vad ! Mont eus ar park d'al lanneg pe mont eus
ar bank d'an ostaleri...

Med bewech ha n'eo ket alvokad an Arab 'zo bet kannet, daoust
brudet e vez an taol ? Ha komz a ra journalioù ar "Presse Libre" eus
Arabiz zo bet lazhet gant ar fliked ?

§/§/§/§/§/§/§/§/§

MEULGAN YANN BIDENN GAMM

Beajour war roudouù ar vez
Gwall-huñvre ar spez
Tan-gwaller gwall-gaset.
Heol milliget o ruziañ e votouù
Takennet gant gwad ar re daonet.
Perig-Palu o ruzañ e loeroù
Toull-didoull
War hentoù skoselleg ar bed en e foul
O vont kamm-digamm
Dre e vrasañ faout
Dre e vrasañ faout
Dre e vrasañ faot
En zo 'barzh an ifern, 'barzh an ifern
Ruzer boutouù war dreujouù bank an espern-
-du evid ar c'hlotenn, hag eviti
Klasker-bar-a-dozi-vi.
Penn boultoz an dipadapa
Kouezhet e karantez gant bronn ha
Reor burbuennet Mari-penn-araog
Flouret, kuzuliet, kunujennet
skeud tour bras SANTrevadennet
Gant e sutelloù stultennus.

An Digaoc'her.

Reform HABY

"Ar vugale ne zeskont ket ken buan an eil hag egile.

Setu respont an Aotrou Haby; ken fin hag ur vuoc'h kefleue e klask en em silañ evel un naer wiber, "setu, bez 'zo ar re a zesk buan hag ar re a zesk goustad. Greomp eta ur skol daoudizh, ur skol deux-vitesses".

Daoulamm ruz ar marc'h sod, ya, ma n'eo ket ur vezh, m'eo erru ken genaoueg ar vinistred eo aet fall an traou...

Setu partiet omp evid cheñch ar skol evel ar post...

Ar re 'zesk buan a c'hello mont buanoc'h er skol ha deskiñ nebeutoc'h. Ar re a zesk goustad 'vo red dê deskiñ goustadikoc'h c'hoazh ha nebeutoc'h. Setu reform ar skol vihan ! Ya'vad, an Aotrou Haby 'ouio livañ prezegoù brav a bep seurt deoc'h eveljust...

Med perc eo ar re a zesk buan? Ar re 'vez komzet gant o zud galleg flour evel hini ar skol, da laret eo galleg an dud en o aes, ar re a c'hounez mad hag a zo plaset uhel. Ar paour kaezh paotrig diwar ar maez, gant e galleg saout, ha paotrig ar JUPôù gant e lañgach "boit koñserv", ar re-se 'vo dav dê poaniañ kalet war ar galleg chik araog kemer o lañs; med re ziwazhad, renket 'vint bet e-touez ar re c'houstad. Ha forzh penaos m'eo dav d'ur bugel poaniañ en ul lec'h bennaket, ne blijo ket al lec'h-se de'añ ha ne labouro ket gant kalon; hag hep kalon...

Setu 'ta renket ar vugale e daou rumm: bugale ar vondianed, vo laret ez int speredeg, kelennet vint ha roet vo tu dê da zeskian. Bugale ar re baour, vo laret ez int poud a spered ha lezet tamm pe damm a gostez eus ar c'helenn, med miret er c'hlas memestra ha lakaet da sentiñ ouzh an disiplin.

Setu reform ar skolioù bihan. 'Barzh al Lise vo memestra.

Ar re gentañ 'vo kelennet ur bern traou dê. An eil re 'vo lakaet da labourad war ur "programme allégé", lod kaset da bevarzeg bloaz da labourad evel mous, heb bezañ paeet eveljust, lod all a zalc'ho gant ar skol daou, tri pe bevar bloaz, med war ar seblant ne vo ket desket kalz traou dê, un tamm teknologiezh... ha mod all, hanter amzer 'vint oc'h ober stajcù, da laret eo labourad evid netra en un uzin bennag pe ur chanter bennag; ha daw dê c'hoazh bezañ fur ha sentus evid kaoud notennou mad, rag ar patron 'hini roy dê notennou.

Pa lavaremp deoc'h 'oa d'ar re yaouank bezañ doñvaet... Ceyrac, kannad ar batroned, a lavare 'vefe red d'ar re yaouank deskiñ

"Code de la Route" ar sosiete ba'r skol. N'eus aon e vo desket dê da vad.

Ne chomo 'ta ba'r c'hlas uhel (1è, Terminale) tost nemed bugale mondianed. Optionoù a vo e Terminale, hag unan 'no c'hoant studiañ brezhoneg a c'hello ober... sañset... rag an Terminale ne vo nemed evid prientiñ mont ba'r skolioù meur, hag evid mont 'barzh enne 'vo daw dibab an optionoù goulennet gante !

Setu ar reform a seblant an dud degemer !

Reform SOISSON :

Cheñchet 'vo ar Skolioù Meur iveau... gant Soisson.

Soujal a ra eo daw skarzhañ un toulladig tud 'maez ar Skolioù Meur. Paouezet 'vo sikour ar studierien, pe mar bezont sikouret ne ouzer ket re penaos... gwellañ doare da aotren nemed bugale tud en o aes er Skol Veur !

Aozet 'vo ul lod vad eus ar Skol Veur gant ar batroned: daw 'vo da beb Skol Veur klask arc'hant lec'h ma kavint, da lared eo digant ar re 'zo gante, ar capitalisted, en ur ober kontradoù gante: roit un tamm arc'hant deomp ha ni studio ar pezh a fell deoc'h... Aozet 'vo ar Skol Veur gant ar batroned.

E Roazhon, hervez, ema dija tost un drederenn eus "crédits" Skol Veur ar Skiantoù o tont eus an Arme. Studierien, studiit ha labourit evid ar capitalisted hag o Arme !

Roazhon 18 / 4 / 75 :

Rener Skol Al Lihiri e Roazhon en doa nac'het e tennfe ar studierien traktoù gant mekanik ar Skol Veur. Okupet 'voe e vurev. Galvet 'voe ar fliker.

Kalz tud oa e burev ar rener ken ne c'hellas ar fliker mont tre ennañ. Dre skarr an nor oa gouzigor (troad un archer vire deu-zouti serriñ da vad) voe taolet en aer -peogwir ao ket tu he lakaad da ruilhañ war al leur- ur c'hreunadenn lakrimojen. Tarzhañ 'reas a-uhelder gant pennou an dud en ul lec'h kloz (daou dra hag a zo 'eneb al lezenn). Klañv mad voe lodenn vrashañ ar studierien, un hanter dosenn anê kaset en infirmiri ha daou ba'n ospital.

Ur spont eo gant ar gouarnamant 'zo bremañ n'eus kelou farsus ebed ken, ha dont 'ray Yod Kerc'h da vezañ ur gelaouenn drist 'benn nebeud. Poent cheñch gouarnamant !




!!*!*!*!*!*!*!

... du Sud pourrait tenir environ 3 ans. Le 31 mars, sans sourciller, il s'empresse de corriger : trois mois. Le 3 avril, et avec le même sang-froid, il parle d'une vingtaine de jours.


Soutiendra-t-il, avec Gerald Ford et Henry Kissinger, que les forces du Viêt-nam du Sud ont été abandonnées par le Congrès ? Par ces démocrates qui, en refusant les crédits, se sont rendus responsables des incroyables scènes d'horreur que la déroute et l'exode ont provoquées ? Mais les experts militaires du « New York Times » affirment tranquillement leur désaccord. Ils disent que les forces du Viêt-nam du Sud n'étr

→ tennet eus Nouvel Observateur

t
e
pt
tio
ext
au
P/
r



miz Meurzh = ur milion daou chant mil - 1 200 000 à duez dilabour
Ha Dassault zo fringal choazh evit e "v-marché du siècle"!



KULTUR HA SEVENADUREZH

Bew tre eo evel ma ouzoch ar c'h
brezhoneg partout dre ar vro.
Levriou ha filmou brezhoneg teu
e-maez bep er mare. Daw deom:
ober anw eus ar ohaer a oberenn
nevez em bannet:
SOLJENITSINK ar MARCHEG
ESTRANJOU

Hag i vez


Romant Intañvez ar Roue Arzhur
Deiz-ha-bloaz Youenn Ri-olé
Ar Salmou.

Yz bew-birvidig, Yach'-pesk eo ho
chultur hirio an deiz.

GOUDE PERZH BRAS AR FILMOU

"GAVOTENN AR WERC'HEZ
ha

**LOST HOUARN VEIG
TREBERN (kaoch)**
Setu:



e brezhoneg
mar plij !

niverenn 4
Yod-Kerch
2.00 Lur
moulerc'h spisial
Renar ar gelacuenn
Ketell Koleter
900 skwerenn
diskeriet hervez
lezzenn (hé ouï!) 2nd
trimiziad 75.

slip-jig!
erotik-tak!

gudulens!
mantrus!
avek la honte!
Zoh!
Lak!
harzh!



intrinsex
enuzhns.
orgedus!

GAVOTENN DIWEZHAÑ E PLOU

DIVIZ

SKRIVGASET D'AL LENNERIEN

EVID MA OUENT EO POENT BRAS DEZHE

SKRIVAN, TRESAN E-BARZH YOD-KERC'H HA KLASK KOUMANANTERIEN

(Beure eo. Stalaf ar gambrig a ra fas-koad oush skinou chichant heolig ar goafv. Teuzih a ra spesiou e paper livet ar mogericou Kouch kelaouenniñ Yod Kerc'h zo eno, diskrabodet, o tarc'hel penn deus o leziregezh, strobet hor sparedou war zu un anken boutin. Skleur flag an dizesper a wisk hon daoulagad...)

Ar gourener: -"N'eo ket deuet en-dro c'hoazh ar gourfarder..."

Ar renerez: -"Klevoud 'ran roñronig ar sañerez, me ba'i ema-eh i tont.." (klevet 'vez pouf-pouf barzh an trepas).

Ar gourfarder : -"Prest 'mañ Yod Kerc'h, henozh e strinko chouchenn deus kerniel glas ar Yodkac'herien."

Paotr ar grifou : "220 koumananter a savo c'hoarzhadennou diganto e-giz bokedou-laezh diougannerien an amzeriou nevez."

Ar barzh: "Ya, med dao 'vo gwareziñ anezho deus krisder revejer didruez ar goafv o pilpasat war seulioù e dremenvan."

Ar renerez: -"Setu perag e ranker bannañ galvadennou sklintin d'ar Gelted kozh a zo dalc'hmad o vezviñ dindan lagad meur ha msurdezesus Medugenos (mab ar chouchenn), ha d'ar Gelted a-vremah a zo c'hoazh madelezus a-walc'h evid roññ skoazell d'ar re a embann ez eus ganto herezh deus lirzhinegezh-hon tadoù-you, da larout eo tud Yod-Kerc'h."

Ar gourspazher: -"Plavañ a ra ar renerez."

Ar renerez: -"Barzh, me ho ped, displegit d'an debrerien yod pezh goanag zo o tiwanañ eus touesk kouch Yod-Kerc'h."

Ar Barzh : "Pa strobo koumoul hon braimou glas e mintiniou an diribul e verzimp asaouerien ar paradoziou meleg..."

Ar gourfarder : "Siler kaoc'h! Gwelloc'h vefe dit diskoeachañ lennerien gouest da strujañ ar yod ha sevel kerc'h e-barzh ennañ."

Ar barzh : -"Ur struskafval a glevan o hirvoudiñ e plouz-kerc'h an da-zont..."

An holl : "You you youd..."

Ni

Jiskar zo bet o tebriñ e ti ar Seurezed e

Plonevez-Leskoad-ar-c'hazhig

EKSCLUZIVITE Yod Kerc'h

Jiskar, fi oar, 'ya beb an amzer da goaniañ amañ hag ahont. Soñjit ! Gant ar strizh m'eo ar c'hrediyòù bremañ e vez daw de'añ ive mont d'ober e veg lipous e tu pe du..

Da gustum !vez atav an Tele ha paotred ar journalioù gantañ d'ober bruderez evid n'ankouafe Morse ar C'hallaoued ken skañvbenn se o deus ur Prezidant hag a zo e galon tost deuzouto. An taol-mañ avat, den ebed gantañ.

Marteze 'oa aet skuizh an dud gant e droioù droch, piw oar? marteze ive peogwir 'oa ket Anemon gantañ, Anemon hag he deus skoet ken don kalonoù ar gelaouennerien... med Yod Kerc'h 'neus klasket gouzaud hiroc'h:/

Goût a oar pepini eo brudet dreistpar Kouent Plounevez-Leskoad-ar-c'hazhig evid bezañ an hini ma vez enni ar seurezed ar bravañ. Var-lerc'h De Gaulle (hag en doa un eontr "breizhkarour"), war lerc'h Pompidou ha teue e vakañsou da c'hwezañ dindan heol tomm hor bro, en deus fellet da Jiskar jolikeur dont da glouariñ ouzh nozioù sklintin hor maeziou : ne loc'has hor Prezidant penn-moal eus Plounevez -Leskoad-ar-c'hazhig nemed diwezhad diouzh an noz ... abred diouzh ar beure, kentoc'h, rag c'hwi oar, Jiskar zo ur c'hi labour...

"Ar re vravañ ni ya da Seurezed". Ma oufe Anemon !

Euruzaamt ne oar ket brezhoneg...

Sac'h Pusilameg

ooooooooooooooo

PEZH'C'HORI'EVID'DAOU VOUELL

Un tren (n'eō ket red)

Daou zen (red)

Ur vananezenn (red)

Un den o lenn ur gazetenn (Yod Kec'h!), ur vananezenn en e skouarn.

An hini all skodeget, spontet, da lar: "Aotrou, 'peus ur vananezenn barzh ho skouarn!" Respont ebed. "Aotrou, 'peus ur vananezenn barzh ho skouarn!" Netra muioc'h. An hini all a gontinu da lenn e gazetenn Ar wech-mañ, oh'h hejal egile : "Aotrou, peus ur vananezenn barzh ho skouarn!" An hini all, o tennañ ar vananezenn diouzh e skouarn: "N'eus ket tu deoc'h komz kreñvoc'h, ne welit ket 'meus ur vananezenn barzh ma skouarn !"

Ah Ah Ah

LENNIT...

D'ailleurs je peux plus. J'ai trouvé mon chemin de Damas, et j'en ai encore le stylo qui tremble. Ledit chemin s'appelle **Yod-Kerc'h**. Enfin du moins ! Y a pas de photos, mais y a déjà des dessins. Rien que sur la couverture, deux belles paires de fesses bédéchisées. J'en connais qui l'ont appris le Breton pour lire ça ; c'est quand même plus excitant que Sketka Segobrani. Parce qu'il n'y a que du breton dans **Yod-Kerc'h**. Du breton pas mal foutu. Même qu'on dirait qu'à ceux-là ça doit être de la parler.

J'vais le numéro 3 (le seul que j'ai pu dégotter), c'est un événement que ; un texte fondamental qui pourrait marquer un tournant dans le combat et mettre fin à la multiplication des chapelles sectaires : Manifesto Breton Chouchenn. J'adhère ! (à titre personnel toutefois et sans

oser le Comité de Rédaction de « Sav Breizh », que dans l'élan de l'enthousiasme, je n'ai pas pris le temps de consulter.)

Vous lisez **Yod-Kerc'h**, vous adhérez au Manifesto, vous vous êtes un bon coup, mais vous n'oubliez pas quand même de lire les deux. C'est pas tous les jours qu'on lit des trucs de ce tabac dans les revues bretonnes. A croire qu'ils connaissaient pas « Sav Breizh », les auteurs, pour pas me les avoir proposés. C'est tout de même vexant de tirer vieux schtroumpf et de voir fleurir de tels bouquets sur un tel cul quand on a ici du papier glacé, dignité, belle présentation et noirceur.

« Sav Breizh », c'est la vitrine sérieuse du mouvement. On lit ça et on montre aux intellectuels parisiens en virée en Bretagne : ça va. Chacun son boulot.

Ensuite, y a pas d'adresse sur **Yod-Kerc'h**, par exemple, pas de site de cécépé, rien quoi ! Pour le trouver, faites comme moi : demandez. Y a quand même un prix : c'est un franc. Et ça vaut son pesant de bananes. **[SAV BREIZH]**

- 141 -

M'EUS C'HOANT UN TOULL (**Yod-Kerc'h**).

eg ar bobl. Diskan anavezet mat. K'

[IMBOURC'H]

studierien Roazhon a werzh gwech ha
all **Yod-Kerc'h** a zo ur seurt Charlie-Hebdo brezhon.
Kalz a dresadennou « hudur, gadal hag ebatus » a
avet e-barzh evit brasan heug ur ramm ha brasan
ur ur ramm all ! **[Pobl Vreizh]**

... KOUMANANTIT !

Yod-Kerc'h a zo eur gelaoeun vrezoneg deuz ar seurt a vez greet "underground". An niverenn genta a vefe bet embannet a oa bet warni an n° 3, an eil an n° 5, hag an trede a oa heb niverenn. Enez, an n° 3-ze a vefe bet embannet e 1972 dija.

Kerc'h est un périodique breton du genre considéré comme "ground". Le premier numéro portait le n° 3, le second le n° 5, troisième, n'était pas numéroté. En réalité, le premier numéro a toute été publié dès 1972. **[STUDI]**

da gas da ➔

Autres contrastes : « STUDI HAG OBER » est une revue de théologie catholique, tandis que « **YOD KERC'H** » publie des caricatures, des bandes dessinées et des textes dans la veine de « Charlie Hebdo ».... **[LA LANGUE BRETONNE FACE À SES OPPRESSEURS]**

Variété de diffusion aussi : la plupart recrutent par abonnements, mais « **POBL VREIZH** » ajoute aux abonnements les ventes dans la rue, tandis que « **YOD KERC'H** » est diffusé essentiellement de la main à la main et à la criée.

“ **Yod-Kerc'h** ”.

Perak eo bet Nixon da welout Brejnev ?

An div niverenn gantañ eus " **Yod-Kerc'h** ", kelaouenn etiliko-politiko-erotikel, a oa aet gantañ. Setu perak n'eus ket tu o c'haout ken. Met ar strollad studierien (eus Roazhon) en deus savet ar gelaouenn-se zo bet furoc'h an taol-mañ : moulet ez eus bet 450 niverenn. Siwazh bernioù " **Yod-Kerc'h** " a vez gwerzhet bemdez. Galoupit buan ma fell deoc'h kaout plijadur, ha marteze e vefe gwelloc'h prenañ div pe deir niverenn diouzhtu gant aon e vefe laeret diganeoc'h, ar pezh zo c'hoarvezet dija. Buan tre ez eus bet resevet alioù digant an dud.

« Gwelloc'h e vefe deoc'h mont da vrezeliañ e-lec'h koll hoc'h amzer gant seurt diotachou. » (Debré.)

« Taolioù penn-bazh kalet a lakao ac'hano'h da sentiñ. » (Marcellin.)

« Peadra da leuniañ ar poubellennou... Fuzuilhet ez eus bet tud 'vit nebeutoc'h eget se. » (Sanguinetti.)

Gouzout a ran e vo trawalc'h gant an nebeut alioù-se evit ho lakaat da redek evel gedon war-lerc'h " **Yod-Kerc'h** ".

... SOÑJIT...

306

LA BRETAGNE QU'IL FAUT SAUVER

J'ai été stupéfait de constater qu'à Rennes nombre d'étudiants devisent en breton dans les couloirs de la Faculté au restaurant universitaire et dans les cafés de ses alentours. Et leur breton n'a rien de « chimique », c'est de l'excellent breton, très vivant, plein de saveur et où l'on sent, dans la prononciation, une très forte influence cornouaillaise. Je les ai entendus écrire en breton leurs petits bulletins étudiants ironotypes, rédigés en breton. J'ai vu sur les murs des locaux universitaires des graffiti en breton.

da

— Il est finalement difficile dans le stade actuel pour toute revue utilisant exclusivement le breton de dépasser le cap des 1.000. Il est seulement atteint par **Pobl Vreizh**, et **Yod Kerc'h**, (ce dernier versant dans la pornographie). Le cas de **Evid Ar Brezhoneg** est particulier : on sait que cette revue maintenant bimestrielle (elle était hebdomadaire la première année)

" le texte français sera

[TÉLÉGRAMME]

YOD-KERC'H
6 niverenn Evid 10 lur
KOMZ MAG ARZ BREIZHEK
14 square du Bois-Perrin
35000 - ROAZON

Piw n'eus savet gouel
ar brezhoneg ?

